



**MIZVEZH
AR BREZHONEG**

Miz Meurzh 2025

**MOIS DE LA LANGUE
BRETONNE**

Mars 2025



E MIZ MEURZH E VEZ LAKAET AR BREZHONEG WAR WEL !

Bep bloaz, e vez graet bruderezh evit an obererezhioù e brezhoneg, evit implijoù liesseurt eus ar yezh, hep disoñjal an deskadurezh. He brudañ hag he diorren a zo un engouestl kreñv eus kêr Kemper hag eus Kemper Breizh Izel. Evit en ober e fell d'an tolpadoù lec'hel bezañ dorn ha dorn gant an holl obererien foran ha kevredigezhel a zo o labourat war dachenn ar yezh.

« Mizvezh ar brezhoneg » a ro un digarez da lakaat war wel kefredioù anavezet pe get, boutin pe dic'hortoz ha da glask da ledannat niver ar re a zeu da gemer perzh en darvoudoù-se. Ur mare prvidik eo ivez evit reiñ lañs da raktresoù nevez penn da benn, gant ar brezhoneg.

PENDANT LE MOIS DE MARS, LE BRETON EST À L'HONNEUR !

Chaque année, les opérations se multiplient pour mettre en valeur l'usage comme l'apprentissage de la langue bretonne. Sa promotion et son développement sont un engagement fort de la ville et de l'agglomération de Quimper, avec la volonté de s'appuyer sur l'ensemble des acteurs publics et associatifs qui agissent en sa faveur.

« Mizvezh ar brezhoneg », le « Mois de la langue bretonne » est l'occasion de mettre en avant des initiatives qui ont déjà fait leur preuve et ne demandent qu'à élargir leur public.

C'est aussi un moment privilégié pour initier de nouveaux projets « gant ar brezhoneg », avec la langue bretonne.

DANS LES MÉDIATHÈQUES ER MEDIAOUEGOU



DU COUVENT DES URSULINES À LA MÉDIATHÈQUE ALAIN-GÉRARD

Samedi 1^{er} mars à 11h
[Médiathèque Alain-Gérard - Quimper](#)

Une visite guidée en breton

L'histoire du bâtiment, son architecture, les collections historiques qui y sont conservées. Vous découvrirez aussi certains espaces généralement fermés au public.

Sur inscription : 02 98 98 86 60
Gratuit

EUS KOENT AN URSULINEZED DA VEDIAOUEG ALAIN-GÉRARD

D'ar sadorn 1 /03 da 11e
[Mediaoueg Alain-Gérard - Kemper](#)

Un droiad heñchet e brezhoneg

Istor ar savadur, e savouriezh, hag an dalc'hadoù istorel miret enni. Aotreet e voc'h da vont da weladenniñ al lec'hioù a vez sarr ouzh ar publik boaz...

Enskrivadurioù dre ret : 02 98 98 86 60
Digoust

BÉBÉS LECTEURS BILINGUES

Mardi 4 mars à 9h30 et 10h30
[Médiathèque d'Ergué-Armel - Quimper](#)

Vendredi 18 avril à 9h30 et 10h30
[Médiathèque Alain-Gérard - Quimper](#)

Comptines, jeux de doigts et lectures pour les tout-petits en breton et en français.

De 0 à 3 ans / Gratuit

BABIGOU LENNERIEN DIVYEZHEK

D'ar meurz 4/03 da 9e30 ha 10e30 -
[Mediaoueg An Erge-Vihan - Kemper](#)

D'ar gwener 18/04 da 9e30 ha 10e30
[Mediaoueg Alain-Gérard - Kemper](#)

Rimadelloù, c'hoarioù gant ar bizied ha lennadennoù evit ar re vihanañ e brezhoneg hag e galleg.

Betek 3 bloaz / Digoust

RENCONTRE AVEC NOLWENN KORBELL

Mercredi 5 mars à 18h30
Médiathèque Alain-Gérard - Quimper

Écriture, chant et musique

La chanteuse et comédienne vient ici parler de chant, d'écriture, de théâtre, de son dernier disque et recueil de textes... et donc de la langue bretonne. Et comme elle vient avec sa guitare... nous aurons le plaisir de l'entendre chanter.

Un rendez-vous en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille, en amont de la soirée So Breizh du 21 mars.

Une rencontre en français / Gratuit

KEJADENN GANT NOLWENN KORBELL

d'ar merc'her 5 a viz Meurzh, da 6e30 noz
Mediaoueg Alain-Gérard - Kemper

Ar skritur, ar c'han hag ar muzik

Dont a raio ar ganerez hag aktourez evit komz diwar-benn ar c'han, ar skrivañ, ar c'hoariva, he fladenn ziwezhañ hag he zastumad testennoù... ha dre-se e komzo deomp eus ar brezhoneg. Hag evel ma teuio gant he c'hitar... hor bo ar blijadur d'he c'hlevet o kanañ.

Un emgav kenaozet gant C'hoariva Kerne, da geñver nozvezh So Breizh kinniget d'an 21 a viz Meurzh.

Un emgav e galleg / Digoust

EXPOSITION « PLANCTON »

Du 10 mars au 5 avril
Médiathèque d'Ergué-Gabéric

Une exposition bilingue breton français sur le plancton construite à partir d'illustrations réalisées par des classes, avec l'aide de l'artiste Anna Duval-Guennoc et les professionnels du périscolaire d'Ergué-Gabéric. Ces travaux plastiques sont enrichis par des photographies de plancton fournies par Pierre Mollo, spécialiste du plancton.

Gratuit

DISKOUEZADEG « PLANKTON »

Eus an 10 a viz Meurzh betek ar 5 a viz Ebrel
Mediaoueg an Erge-Vras

Un diskouezadeg divyezhek brezhoneg-galleg diwar-benn ar plankton savet diwar skeudennoù krouet gant ar c'hlasoù, gant sikour an arzourez Anna Duval-Guennoc ha micherourien troskol An Erge-Vras. Pinvidikaet eo al labourioù plastik-se gant luc'hskeudennoù plankton kinniget gant Pierre Mollo, arbennigour war ar plankton.

Digoust

HEURE DU CONTE BILINGUE

Mercredi 12 mars à 11h15

Médiathèque Alain-Gérard - Quimper

Mercredi 12 mars à 10h30

Médiathèque d'Ergué-Gabéric

Lecture d'albums et de contes « e brezhoneg » et en français. Débutants et parents non bretonnants bienvenus.

À partir de 3-4 ans / Gratuit

EUR AR GONTADENN DIVYEZHEK

D'ar merc'her 12/03 da 11e15

Mediaoueg Alain-Gérard - Kemper

D'ar merc'her 12/03 da 10e30

Mediaoueg an Erge-Vras

Lenn albomoù ha kontadennoù e brezhoneg hag e galleg. Deuet mat eo an deraouidi hag ar gerent divrezhonek.

Adalek 3-4 bloaz / Digoust



PRIX DE LA NOUVELLE EN BRETON

Vendredi 28 mars à 10h

Médiathèque Alain-Gérard - Quimper

Remise des prix du concours de nouvelles.

Organisé par Ti ar Vro / Gratuit

PRIZ AN DANEVELLOÙ E BREZHONEG

D'ar gwener 28/03 da 10e

Mediaoueg Alain-Gérard - Kemper

Prizioù ar genstrivadeg danevelloù e brezhoneg

Gant Ti ar vro Kemper / Digoust



UN NOUVEAU PODCAST EN BRETON

Le douzième épisode du podcast LE CLUB sortira fin mars. Les bibliothécaires Klervi, Maryse et Pierre présentent différents documents ou ressources en breton et c'est aussi l'occasion de découvrir leur rapport à cette langue et d'avoir une meilleure connaissance du territoire.

UR PODKAST NEVEZ E BREZHONEG

Evit an 12^{vet} abadenn LE CLUB, Klervi, Maryse ha Pierre a ginnig deoc'h un abadenn e brezhoneg hepken. Komzet e vo ganto diwar-benn an doare o deus da vevañ ar yezh-se, hag un digarezh e vo da gouzout muioc'h diwar-benn an diriad.

À écouter
Da selaou amañ





LES RESSOURCES EN BRETON DES MÉDIATHÈQUES

1 700 références dans les collections adultes, plus de 870 références pour la jeunesse, plus de 2 300 titres dans la collection « Ti ar Vro »... Tous les documents sont consultables sur place et une partie peut être empruntée. Ils sont présentés sur le site internet via trois accès : Brezhoneg Oadourien / Brezhoneg Yaouankiz / Ti ar Vro.

De la même manière que pour l'ensemble des documents des médiathèques, l'utilisateur peut ensuite réserver les ouvrages et les faire venir dans la bibliothèque la plus proche de chez lui, quand ils sont empruntables.

En partenariat avec Radio Kerne, les bibliothécaires enregistrent également des chroniques en breton sur l'actualité des médiathèques ou sur des ouvrages.

DANVEZ BREZHONEK ER MEDIAOUEGOÙ

1 700 diell er rummadoù an oadourien, ouzhpenn 870 dave evit ar re yaouank, muioc'h eget 2.300 titl en dastumad « Ti ar Vro »... Gallout a rer lakaat ur sell war an holl deulioù war al lec'h ha lod eus outo a c'haller amprestañ. Kinniget e vezont war al lec'hienn dre tri zoare : Brezhoneg Oadourien / Brezhoneg Yaouankiz / Ti ar vro. Evel evit an holl deulioù er mediaouegoù e c'hall pep hini koumanantet mirout an oberennoù ha lakaat anezho da vezañ degaset d'ar mediaoueg tostañ dezhañ/dezhi ma c'haller o amprestañ.

E kenlabour gant Radio Kerne e vez enrollet ivez gant al levraouegourien kronikoù e brezhoneg war keleier ar mediaouegoù pe diwar benn levrioù 'zo.



UN ESPACE « PATRIMOINE ET CORNOUAILLE »

Au sein de l'espace « Patrimoine et Cornouaille », situé dans la médiathèque Alain-Gérard, des collections patrimoniales sont conservées et enrichies : presse ancienne, livres rares, manuscrits, cartes... dont certains en breton. Les usagers peuvent découvrir la richesse de ces collections dans la bibliothèque numérique.

UR RANN « GLAD HA BRO-GERNE »

Er rann « Hêrezh ha Kerne », e mediaoueg Alain-Gérard, e vez miret ha pinvidikaet dastumadegoù glad : moullerezh kozh, levrioù ral, dornskridoù, kartennoù... en o zouez lod e brezhoneg. Gallout a ra an dud dizoleiñ pinvidigezh an dastumadoù-se el levraoueg niverel.



RENCONTRES – CONFÉRENCES – LECTURES KEJADENNOÙ – PREZEGENNOÙ – LENNADENNOÙ

PÈRES ET MÈRES : UNE TRANSMISSION DIFFÉRENCIÉE DE LA LANGUE BRETONNE

Jeudi 6 mars à 14 h

Ti ar Brug

44 rue Paul-Borrossi - Quimper

La langue bretonne est aujourd'hui surtout apprise à l'école. Mais qu'en est-il de l'apprentissage familial ? C'est ce qu'a étudié Katell Chantreau dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue en 2022. Elle a ainsi mis en valeur des différences nettes entre la transmission par les pères et par les mères. D'où viennent ces différences, c'est ce que nous expliquera Katell Chantreau, dans une conférence qui se déroulera en langue bretonne.

Conférence organisée par la ville de Quimper / Quimper Bretagne Occidentale et Kelenn, le centre de formation pédagogique des écoles Diwan. Gratuit

TADOÙ HA MAMMOÙ : UN TREUZKAS DIFORC'HET EUS AR BREZHONEG ?

Ar yaou 6 a viz Meurzh, 2e gm

Ti ar Brug

44 straed Paul Borrossi - Kemper

Er skol dreist-holl e vez desket ar brezhoneg hiziv an deiz. Met penaos e tremen an traoù er familhoù ? Setu ar pezh he deus studiet Katell Chantreau e-pad he doktorelezh (un dezenn embannet e 2022). Lakaet he deus war wel diforc'hioù bras etre an treuzkas gant an tadoù hag ar mammoù. Penaos kompren an diforc'hioù-se ? Setu ar pezh a zisplego Katell Chantreau deomp, e pad ur brezegenn a vo dalc'het e brezhoneg, penn da benn.

Ur brezegenn kenaozet gant Ti-Kêr Kemper / Kemper Breizh Izel ha Kelenn, kreizenn stummañ Diwan. Digoust



ENTRE VILLE BREIZ-KÊR

COMMENT LES BRETONS ONT ABANDONNÉ LEUR LANGUE ?

Avec Rozenn Milin

Dimanche 16 mars à 16h
Salle Arpège 5 rue du Stade
Plogonnec

En Bretagne, l'école a joué un rôle fondamental, avec le célèbre « symbole », ce « sabot » vexatoire qui a tant marqué plusieurs générations d'enfants, leur inculquant la honte de leur propre langue. Et c'est justement cette honte qui fut le principal moteur de l'abandon de la transmission familiale du breton au cours des XIX^e et XX^e siècles. Les Bretons ont-ils été poussés à commettre un véritable « suicide linguistique » ? C'est l'une des questions auxquelles Rozenn Milin cherche à répondre.

*Organisé par le comité de jumelage
Plogonnec-Llandysul.*

*Conférence en breton avec traduction
simultanée en français.*

*Pour la traduction, réservez vos
écouteurs : 02 98 91 89 32 / Gratuit*

PENAOES EO BET DILEZET O YEZH GANT AR VRETONED ?

Gant Rozenn Milin

D'ar sul 16 a viz Meurzh da 4 eur gm
Sal an Arpège, straed ar Stad
Plogonnec

E Breizh he deus c'hoariet ar skol ur roll diazez, gant an « arouez » brudet-tre. Ar « vuoc'h » hegasus-se he deus merket meur a remziad bugale, o lakaat enno mezh o yezh o-unan. Hag ar vezh-se just a-walc'h eo bet an nerzh pennañ evit dilezel treuzkas ar brezhoneg dre ar familhoù. Daoust hag eo bet bountet ar Vretoned d'ober ur gwir « emlzh yezhel » ? War goulennoù a seurt-se e lako Rozenn Milin ar goaz.

*Aozet gant kuzul gevellañ
Plogoneg-Llandysul.*

*Graet e vo, war ar prim, un droidigezh
e galleg.*

*Dalc'hit en a-raok un tokarn-selaou :
02 98 91 89 32 / Digoust*

all ar Sportoù



ATELIER NUMÉRIQUE EN BRETON : LES RÉSEAUX SOCIAUX

Avec Nat B Good

Jeudi 27 mars à 17h30
Bâtiment de la Providence - Quimper

Facebook, Instagram, LinkedIn, quelles sont les bonnes pratiques dans l'usage des réseaux sociaux ? Quelles stratégies peut-on mettre en place pour un bon usage de chacun d'entre eux, selon ses objectifs professionnels, associatifs ou personnels ? Pour découvrir qu'il est possible de toucher ses communautés en plein cœur, participez à cet atelier, animé en breton, par une community manageuse, bigoudène pure beurre...

Rendez-vous en langue bretonne.

Dans le cadre des ateliers numériques de la ville de Quimper / Gratuit

ATELIER NIVEREL : AR ROUEDADOÙ SOKIAL

Gant Nat B Good

D'ar yaou 27 a viz Meurzh, 5e30 gm
Batis ar Brovidañs - Kemper

Facebook, Instagram, LinkedIn, penaos implijout ar rouedadoù sokial en doareoù a-feson ? Peseurt strategiezhioù a c'hellomp lakaat e plas evit ober un implij mat eus pep hini anezho, hervez hor palioù micherel, kevredigezhel pe personel ? Evit dizoloñ eo posupl tizhout ho kumuniezhoù e-kreiz kalon, kemerit perzh en atelier-mañ, kaset e brezhoneg gant ur verourez kumuniezh, ur gwir vigoudenn anezhi...

E brezhoneg.

Digoust





STANDS D'INFORMATION STANDOÙ KELEIER

CHANTS, STANDS, INFORMATIONS

Samedi 29 mars de 14h à 18h
Galerie commerciale de Kerdrezec
Quimper

Pour vous parler de la langue bretonne, répondre à vos questions, présenter les différentes filières d'enseignement du breton pour vos enfants, sans oublier les formations pour adultes... des stands d'information éphémères seront installés au sein de la galerie commerciale Carrefour de Kerdrezec. La ville de Quimper et Quimper Bretagne Occidentale proposeront aux locuteurs d'afficher leur compétence linguistique en breton en arborant un badge « Komz a ran brezhoneg ».

La chorale Mouezh bro Konk fera entendre son répertoire de chants, traditionnels et contemporains, sous la direction de Didier Dreo, leur chef de chœur.

KANAOUENNOÙ, STANDOÙ, KELEIER

Dar sadorn 29 a viz Meurzh, 2e-6e gm
Kreizenn genwerzh Carrefour
kerdrezeg - Kemper

Gouzout hiroc'h diwar-benn ar brezhoneg, kaout respontoù d'ho koulennoù, dizoleiñ ar c'helenn e brezhoneg hep disoñjal ar stummadurioù evit an dud deuet... setu ar pezh a vo kinniget e kreizenn genwerzh Carrefour d'ar sadorn-se, goude merenn. Gant kêr Kemper ha Kemper Breizh Izel e vo kinniget d'ar vrezhonegerien lakaat war wel o barregezh e brezhoneg en ur lakaat war-wel ur badj « Komz a ran brezhoneg ».

Ha klevet e vo kanaouennoù a-vremañ hag hengounel al laz-kanañ « Mouezh bro Konk », ur strollad renet gant Didier Dreo, gitarour.

ÉCOLES ET FILIÈRES BILINGUES SKOLIOÙ HAG HENTADOÙ DIVYEZHKEK

Quimper / Kemper

- Lycée / Lise Brizeug : 01/03 | 9h > 13h
- École / Skol Diwan Kerfeunteun :
07/03 | 15h > 18h et
08/03 | 10h > 12h30
- École / Skol Diwan Penharz :
07/03 | 15h > 18h et
08/03 | 10h > 12h30
- École / Skol Diwan Krec'h Gwenn :
07/03 | 15h > 18h et
08/03 | 10h > 12h30
- École / Skol Edmond Michelet :
08/03 | 10h > 12h
- École / Skol S^t-Rafael - S^t-Charlez :
29/03 | 9h > 12h
- École / Skol Yves-Le-Manchec :
26/04 | 10h > 12h

Communes de Quimper Bretagne Occidentale

Kumunioù Kemper Breizh Izel

- École / Skol Antoine-de-S^t-Exupéry (Pluguen / Pluguffan) :
22/03 | 10h > 12h
- École maternelle / Skol -vamm Bublik Leston - (Leston - Ergué-Gabéric) :
22/03 | 10h > 12h
- École / Skol S^t-Joseph - S^{te}-Marie (Leston - Ergué-Gabéric) :
22/03 | 10h > 13h
- École / Skol Yves-de-Kerguelen (Brieg) : 15/03 | 10h > 12h

Plus d'informations
Titouroù ouzhpenn



<https://www.tiarvro-kemper.bzh>

FORMATION POUR ADULTES / STUMMADURIOÙ EVIT AN DUD DEUET

MERVENT

Mercredi 5 mars de 14h à 18h
UBO - Pôle Universitaire
Pierre-Jakez-Hélias

D'ar meurzh 5/03 - 2e-6e gm
UBO - Skol-veur Pierre-Jakez-Hélias

Plus d'informations Titouroù ouzhpenn
02 98 87 72 41

[✉ renezh@mervent.bzh](mailto:renezh@mervent.bzh)

ROUDOUR

Mercredi 19 mars de 10h à 16h
2 rue du Moulin de Melgven
Quimper

D'ar merc'her 19/03 - 10e-4e gm
2 Straed Meilh Mêlwenn - Kemper

Plus d'informations Titouroù ouzhpenn
02 98 99 75 81

[📍 www.roudour.bzh](http://www.roudour.bzh)

JEUX – CONCOURS C’HOARIOÙ – KENSTRIVADEG

SOIRÉE DE JEUX EN LIGNE

Une soirée jeux en ligne, vivante, en breton, avec Tornoz. Plaisir garanti !

Mardi 11 mars à 20h

Ti ar Vro Kemper

3 esplanade Famille Gabaï - Quimper

À quoi allons-nous jouer ? D’abord à un jeu de repérage sur la géographie en Bretagne sur Tornoz, et après ? Place à la créativité ! Un jeu de dessins appelé Skribbl.io (une sorte de Pictionary... mais en ligne bien-sûr !). L’événement se passera à Ti ar Vro Kemper, mais aussi dans les autres structures Ti ar Vro de Bretagne, ainsi que chez vous en même temps.

Venez seul ou avec vos amis, avec votre ordi ou votre portable. Le cas échéant, signalez-nous vos besoins en matériel. Et si vous préférez jouer en ligne, voici le lien :

👉 <https://www.twitch.tv/tornoz>

Informations : 02 98 90 70 43

✉ clelia@tiarvro-kemper.bzh

Gratuit

NOZVEZH C’HOARIOÙ ENLINENN

Un nozvezh c’hoari video enlinenn, buhez e brezhoneg gant Tornoz. Plijadur a vo !

D’ar meurzh 11/03 da 8e noz

Ti ar Vro Kemper

3 Leurenn Familh Gabaï - Kemper

Da betra vo c’hoariet ‘ta ? Prientiñ a ra deoc’h Tornoz un arnodenn eus ar c’hentañ diwarbenn douaroniezh Breizh ! Da c’houde, plas d’ar c’hrouiñ, gant ur c’hoari tresadenn anvet Skribbl.io (un tammig evel ar Pictionary met... enlinenn evel-just !). ? E Ti ar Vro e vimp met enlinenn e vimp er memes koulz evit c’hoari asambles gant tud all e Breizh a vo e Tiez ar Vro all pe a vo en o zi !

Deuit ho-unan pe gant ho mignoned, gant hoc’h urzhiataer pe ho pellgomzer. Mat vank deoc’h dafar, deuit e darempred ganeomp en a-raok. Gallout a rit kemer perzh enlinenn war :

👉 <https://www.twitch.tv/tornoz>.

Keleier : 02 98 90 70 43

✉ clelia@tiarvro-kemper.bzh

Digoust



KAN AR BOBL (CORNOUAILLE)

Samedi 22 mars à partir de 13h
Centre culturel l'Athéna,
Croas Spenn Ergué-Gabéric

Cette sélection pour le concours de chant, de musique et de culture bretonne se déroule dans les cinq coins de Bretagne. C'est un moment de convivialité et de valorisation de la richesse du patrimoine oral et musical de Bretagne. Il permet à tous les musiciens, chanteurs et conteurs de faire reconnaître leur talent dans différentes catégories :

- instruments solo
- duos
- chant à écouter
- chant accompagné
- chant à danser
- groupes musicaux
- scolaires

Un événement co-organisé par Ti ar Vro Kemper, Diwan Kemper et Div Yezh Leston.

*Concours gratuit l'après-midi
Apéro concert + fest-noz le soir
avec entrée payante.*



KAN AR BOBL (BRO GERNE)

D'ar sadorn 22 a viz Meurzh adaleg 1e gm
Kreizenn sevenadurel An Athena
Kroaz Spenn - An Erge-Vras

Ur c'honkour kan e Brezhoneg, muzik ha sevenadur eus ar vro, aozet er pevar c'horn eus Breizh. Anavezet eo ouzhpenn evit bezañ ur mare plijus tre hag evit lakat war-wel, pinvidigezh divent danvez Breizh e-keñver muzik ha lennegezh dre gomz. Reiñ a ra tu d'an holl sonerien, kanerien ha konterien da ziskouez o ampartiz hag o c'hoant da gemer perzh e buhez sevenadur ar vro.

Ar re a gemero perzh a c'hallo lakaat o anv er rummadoù-mañ :

- binvioù a-hiniennoù
- daouad
- kan a-boz
- kan eilet
- kan da zañsal
- strolladoù sonerezh
- skolioù

Un darvoud kenaozet gant Ti ar Vro Kemper, Diwan Kemper ha Div Yezh Leston.

*Kenstrivadeg digoust
Digor-kalon ha sonadeg + fest-noz
gant ur mont-e-barzh.*

REPAS DES BRETONNANTS

Vendredi 14 mars à 19h30

**Au restaurant le Copper J,
22 rue du Frouit - Quimper**

Une occasion pour les amoureux de la langue bretonne de se réunir et d'échanger dans la convivialité autour d'un bon diner.

Organisé par Ti ar Vro Kemper

Sur réservation : 02 98 90 70 43

[✉ clelia@tiarvro-kemper.bzh](mailto:clelia@tiarvro-kemper.bzh)

PRED AR VREZHONEGERIEN

Ar gwener 14 a viz Meurzh da 7e30 noz

**E preti Copper J
22 Straed ar Frouit - Kemper**

Un digarez evit kejañ hag eskemm e brezhoneg en ur debriñ asambles.

Aozet gant Ti ar Vro Kemper

Enskrivadur dre ret : 02 98 90 70 43

[✉ clelia@tiarvro-kemper.bzh](mailto:clelia@tiarvro-kemper.bzh)



REPAS CHANTÉ :

KIG HA FARZ & FEST-NOZ

Samedi 15 mars de 19h à 23h

**Ti ar Brug
44 rue Paul-Borrossi - Quimper**

Le premier kig-ha-farz organisé à Ti ar Brug.

À l'initiative du Kuzul skoazell Skolaj Diwan Kemper

Sur réservation (obligatoire) : 20 €

[✉ kig-ha-farz@jakezriou.com](mailto:kig-ha-farz@jakezriou.com)

PRED KANET : KIG HA FARZ HA FEST-NOZ

D'ar sadorn 15/03 eus 7e betek 11e noz

**Ti ar Brug
44 straed Paul-Borrossi - Kemper**

Ar c'hig-ha-farz kentañ e Ti ar Brug, aozet gant Kuzul skoazell Skolaj Diwan Kemper.

Mirout ar plasoù dre ret.

Da virout dre ret : 20 €

[✉ kig-ha-farz@jakezriou.com](mailto:kig-ha-farz@jakezriou.com)



PRIX PRIZIOÙ

LA VILLE DE QUIMPER NOMMÉE AUX « PRIX DE L'AVENIR DE LA LANGUE BRETONNE 2025 »

Mardi 18 mars à 19h
Salle Armorica - Plouguerneau

Comme chaque année, les meilleures initiatives et créations en langue bretonne de l'année passée seront récompensées dans le cadre des Prizioù, prix de l'avenir de la langue bretonne

La ville de Quimper est nommée dans la catégorie Collectivité. Quel sera le palmarès final pour la capitale de la Cornouaille, dont la qualité et/ou l'originalité du travail en faveur de la langue bretonne est ainsi reconnu ? Surprise !

Replay vidéo sur France 3 Bretagne.

Organisé par France 3 Bretagne et l'Office public de la langue bretonne.

KER GEMPER E TOUEZ AR RE ANVET EVIT « PRIZIOÙ 2025 »

D'ar Meurzh 18 a viz Meurzh da 7e noz
Sal Armorica - Plougerne

Garedonet eo ar gwellañ taolioù-intrudu ha krouidigezhioù brezhonek ar bloaz tremenet gant ar Prizioù. Tud, kevredigezhioù, embregerezhioù hag ensavadurioù a vo enoret ur wech ouzhpenn e-pad un abadenn veur

Kêr Gemper a zo ar bloaz-mañ e-touez ar re meneget e rann ar strollegezhioù, Gwelet e vo peseurt priz a vo resevet ganti, priziet hervez kalite pe orin he labour evit dazont ar yezh.

Skignet goude war F3 Breizh (Bali Breizh) pe e replay.

Aozet gant France 3 Bretagne hag Ofis Publik ar Brezhoneg.



MIZVEZH AR BREZHONEG

Miz Meurzh 2025

MOIS DE LA LANGUE BRETONNE

Mars 2025

D'autres événements pourront être ajoutés
à ce programme.

Pour connaître l'intégralité des actions,
rendez-vous sur

📍 [QUIMPER.BZH](https://www.quimper.bzh)

📍 [QBO.BZH](https://www.qbo.bzh)



VILLE
DE QUIMPER



QUIMPER BRETAGNE
OCCIDENTALE
KEMPER BREIZH IZEL